

# È BRO AR MOJENNOÙ

LEVRIG-C'HOARI - ADALEK 7 VLOAZ



MIRDI  
AN  
ARZOÛ-KAER  
E KEMPER

**E** Breizh ez eus kalz a istorioù mojennek hag a gemmesk an traoù gwir hag ar marvailhoù. En tiez-feurm, dirak an oaled, e veze kontet (pe kanet alies) an istorioù-se gant ar re goshañ eus an tiegezh. Adalek kreiz an 19vet kantved, gouizieien vreizhat o doa dastumet ar c'hanaouennoù brudet-se, hag embannet o doa anezho, dezho da vezañ anavezet gant an holl. Skeudennet e oa bet an danevelloù-se gant al livourien e taolennoù bras o doa graet berzh ken-ha-ken. **En deiz hiziv c'hoazh e vezomp boemet gant ar mojennoù...**



Deus war ma lerc'h e salioù ar mirdi. Un nebeud istorioù 'm eus da gontañ dit !

A-raok mont da welet an taolennoù, setu amañ un nebeud reolennoù. Ret eo dit teurel evezh a-zevri e salioù ar mirdi, rak bresk eo an oberennoù.  
 Arabat e vefe risklañ gwallegañ anezho !  
 Arabat eo dit tostaat re.  
 Arabat eo dit touch d'an oberennoù.  
 Arabat eo dit diskouez un dra bennak gant da greion.



Théophile Deyrolle (1844-1923)  
 ar c'hoarierien bouloù (munud),  
 war-dro 1887  
 eoullivadur war lien, 174 x 226.5 km  
 Prestet gant Mirdi Dieppe



# BREIZH KEVRINUS




« E penn kentañ an 19vet kantved e oa ur c'hiz iskis e Frañs : gwelet e veze Kelted ha Galianed e pep lec'h ! Bamañ a rae al livourien hag ar skrivagnerien ouzh hendadoù kelt ar Vretoned. « Keltomaniezh » a reer eus ar c'hiz-se. »



Boemet e oa an holl gant Breizh evit gwir. Gwelet a-walc'h a reer an dra-se gant an daolenn-mañ a oa bet goulennet gant Stad Frañs !  
 Arouezioù eus Breizh eo ar vaouez-mañ hag ar c'hinklaj en-dro dezhi : **liamm ar munudoù dibar-mañ ouzh al lec'hioù m'emaint war ar skeudenn.**



Tour-tan



Kroaz



Lann



Kregin



Uhelvarr




Falz

Jean Brunet (1850-1920)  
 Breizh, 1908  
 Eoullivadur war lien, 2.47 x 1.77 m  
 Prestet gant Dalc'had broadel an arz a vremañ, Pariz



# KAN UN ISTOR DIN



## AR BARZH




« Er gevredigezh kelt e oa ar varzhed konterien hag a lakaet sonerezh war o barzhonegoù. En daolenn-mañ e c'hallez gwelet penaos e soñjed e oa hendadoù ar Vretoned. Petra zo c'hoarvezet ? Gwelet e oa bet an emgann gant ar barzh, ha savet en deus ar ganaouenn-mañ. »

Jean-François-Marie Talec (1822-1850)  
Galian gloazet, 1845  
Eoullivadur war lien, 2,10 x 1,55 m



Dit-te eo da glokaat anezhi gant ar gerioù a vank :

gwad    gloar    C'halianed    emgann    trec'h



Jules-Eugène Lenepveu (1819-1898)  
Veleda, efed gant al loar, 1883  
Eoullivadur war lien, 2,31 x 1,31 m


E-barzh paner Veleda ez eus ur falz.  
**Hervezout e oa an dra-se :**  
 D'ar vartoloded     D'an drouized     D'ar Romaned

## EN HEOL AL LOAR

« Penn-den ur romant gant Chateaubriand eo Veleda. Ar velegez c'halian-mañ eus Enez Sun he doa lakaet he fobl d'en em sevel ouzh gwaskerezh ar Romaned. Pa gane e c'halle lakaat barroù amzer da zirollañ... Ur gwir zañjer e oa evit ar vartoloded ! »




Petra eo ar benveg dre gerdin emañ Veleda o seniñ ? Gra ur c'helc'h en-dro d'ar respont mat :



telenn



violon



lourenn

Evit diskouez an noz e ra al livour gant livioù damheñvel.  
**Gra kelc'hioù war ar bladennig en-dro d'al livioù pennañ :**  
 Daoust ha  
 yen pe  
 tomm ez int ?





Selaou bremañ  
mojenn brudetañ  
Bro Gerne :

« Ar roue Grallon en doa lakaet sevel evit e verc'h, ar briñsez Dahud, ur gêr binvidik hag a rae berzh, anvet Iz. Savet e oa kêr e-kreiz ar mor-bras ha gwarezet e oa diouzh al lanv gant ur chaoser. Brav-brav e oa Dahud, met pennadus-kenañ e oa ! Ober a rae festoù pompadus er c'hastell. Un deiz he doa kejet gant ur marc'heg kevrinus hag e oa bet piket he c'halon gantañ... Met an diaoul e oa an den brav ha dianav-se... Goulenn a reas digant Dahud laerezh digant he zad an alc'hwez a zigore rañvelloù ar chaoser, hag en ur ober mann ebet a amzer e oa bet koñfontet kêr gant an tonnoù. Ha Grallon da dec'hel kuit gant Dahud war e varc'h Morvarc'h, asambles gant e vignon, ar manac'h sant Wennole. »



Evariste-Vital Luminais (1821-1896) Tec'h ar Roue Grallon, 1884  
Eoullivadur war lien, 2 x 3.11 m  
Prestet gant ar Stad e 1896, roet gant ar Stad da Gêr Gemper e 2013


Sell pizh ouzh an daolenn-mañ, ha liamm pep hini ouzh ar pezh a c'hallfe lavaret.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Dilezit ho merc'h evit bezañ saveteet !              | a. Dahud        |
| 2. Biken ne zeuin a-benn !                              | b. sant Wennole |
| 3. Na selaou ket anezhañ, da verc'h muiañ-karet on-me ! | c. Grallon      |
| 4. Petra d'ober ?                                       | d. Morvarc'h    |

# ISTOR AR GÊR KOÑFONTET



Sell ouzh al Linennoù. Gra kelc'hioù en-dro d'ar re bennañ.



Al linennoù-mañ a glot gant an efed lusk a felle d'al livour reiñ d'an daolenn.

Tres ar peurrest eus taolenn ar barr-amzer.



# GWALL ISTORIOÙ

## UN ISTOR OUZH SON AR BINIOÙ





« Ma anv zo Ivonig ha roue ar biniou on-me ! Kaset on bet da vord ar mor gant ar maouezed diwisk-mañ. Prometet o deus din an teñzorioù bravañ. Dañset em eus war an douar. Ez an da zañsal e goueled ar mor... »

Petra zo o vont da c'hoarvezout, hervezout :

- Ez a da gerzhet war an douar.
- Ez a da zeskiñ neuial.
- Ez a da veuziñ.

Piv eo ar maouezed-mañ a vev e don ar morioù-bras ? Disifr o anv.



Fernand Le Quesne (1856-1932)  
Mojenn Kerdeg, 1890  
Eoullivadur war lien, 2.10 x 2.75 m  
Prestet gant Dalc'had broadel an arz a vremañ, Paris



Tres korf ar c'hrouadur-mañ.

# UN ISTOR SPOURONUS...

« Ma anv zo Postig. Noz e oa, er c'hoad e oan... Moarvat em boa evet ur bannig re rak mont a rae ar gwez da euzhiled. Bez' e oa itronezed gwenn-tout... Kannañ a raent ar c'houez ha kanañ : « kannañ, sec'hañ, gwriat a reomp... » Sonet e oa an hanternoz. P'o doa goulennet diganin sikour anezho e oan aet e belbi. Huchet en doa an Ankoù\* : « Ez an da gerc'hat Postig. » »

\* Personeladur ar marv eo an Ankoù e Breizh.



5 fazi zo en em silet er skeudenn. Dit-te da gavout anezho.

Gra kelc'hioù en-dro d'ar gerioù a zere mat ouzh an daolenn-mañ e kann al loar. Skrijusat skeudenn !

aon	gwallhunvre	eürusted
tec'h	sioulded	anken
		peoc'h

Yan Dargent (1824-1899)  
Ar C'hannerezed-noz, 1888  
Eoullivadur war lien, 49 x 73 km



# UN ISTOR SOUEZHUS



Légende de St. Kadoc



« E buhez ar sent ez eus ur bern danevelloù burzhudus... Taolennet en doa al livour an doare dreistordinal ma oa bet treuzet Mor Breizh gant sant Kadog, eus Kembre da Vreizh. E buhez ar sent e vez kaoz eus mirakloù alies. Ar ger « mirakl » a dalvez kement ha « bezañ souezhet » e latin. Anv zo eus darvoudoù hag a saouzan an dud. »

Gant petra out souezhet er skeudennig-mañ ?



Al livour en deus lakaet ur ront lugernus en-dro da benn ar sant. Petra a vez graet eus an dra-se ?

ur gurunenn  ur c'helc'h  un tog

Hag e lestr maen pounner zo ul :

ГΛΟΝΕΒ

Yan' Dargent  
(1824-1899)  
Mojenn sant Kadog,  
war-dro 1880  
Plakenn pri poazh  
amailhet,  
14,5 x 28,5 km  
© Luc'hskeudenn gant  
Thibault Toulemonde



# WAR DALIER MORVARC'H



« Daoust ha gwelet ez peus c'hoazh ur marc'h hag a c'hall galoupat war an dour ? War-lerc'h tec'hel diouzh Kêr-Is war e varc'h strobinnellus, ar roue Grallon en doa diazezet Kemper, hervez kont. Gallout a rez gwelet anezhañ e nec'h an iliz-veur, etre an div gorzenn. »

Amédée-René Ménard  
(1806-1879)  
Ar Roue Grallon,  
war-dro 1858  
Plastr, 70 x 38 x 22 cm  
Prestet gant mirdi breizhek  
an departamant, Kemper



Er mirdi e virer ar gobari plastr a oa bet implijet da batrom evit kizellañ an delwenn vaen vras.



© Luc'hskeudenn gant Bernard Galéron

Gra ur c'helc'h en-dro d'ar skeud a gлот gantañ.



Ma kuriuzennez, kae d'ar sal Max Jacob, er mirdi, davet ar roue en deus evet re !

Jean Caveng (1905-1993)  
An Dachenn Bouchaballe, 1971  
Gouach war goad ha dourlivadur, 1,5 x 1 m

Anv-bihan : .....

Anv : .....



Dit-te bremañ da sevel ur vojenn  
vreizhek gant ur vaouez, dour, an noz hag  
ar marv.



## MIRDI AN ARZOÛ-KAER

40, plasenn Sant-Kaourantin  
29000 KEMPER

pgz. 02 98 95 45 20  
postel : musee@quimper.bzh

[www.mbaq.fr](http://www.mbaq.fr)

mbaqofficiel

@mbaqofficiel

mbaqofficiel

Miret eo an holl oberennoù er mirdi,  
nemet hag ar c'hontrol a vefe skrivet  
© mirdi an arzoù-kaer e Kemper

**Testennoù :** Catia Galéron  
ha Fabienne Ruellan

**Danzen grafek :** Agence R, Quimper

**Skeudennoù :** François Deudé

**Moulllet gant :** Liestennerezh kêr

**Troet gant :** Ofis Publik ar Brezhoneg

p.10 : an aelez, ketc'h, laouer  
p.11 : n°1



p.4 : C'hallaned, gwad, emgann, trec'h, gloar  
p.5 : lourenn, drouzied, yen  
p.6 : 1 b, 2 c, 3 a, 4 d  
p.8 : ez a da vezulñ, ar morganezed  
p.9 : aon, gwallhunvre, tec'h, anken



p.3 :  
**Respontoù :**

